

INTRON VARIA LORET (SEGLIEN)

Air : Evit bevañ gant levez (ton 1)

Traduction / adaptation : Eflamm Caouissin

Diffusion : www.kan-iliz.com & www.argedour.bzh

<p>Diskan :</p> <p>O Intron Varia Loret E peb amzer hon sekouret Goulennet aveidomb get Doué Ur léh é rantéleh en Né</p> <p>1- Intron Varia e lein e Nean Sellet tremen é Seglian Ho pugale deulinet Etal ho ti, o Mamm karet</p> <p>2 – Eurus oh-hui Seglianiz Ho pout konsakret hoh iliz D'en intron Var a Loret Get Doué hag en dud ker karet</p> <p>3- Hellet pazeù er Uerhiez Hi vo ho kuir avokadez Hi ho kaso d'hé mab Jezus Eit bout geton berped eurus</p> <p>4 – Hi a uella d'en holl drougeù Hag e ra peb sort sekourieù Hi'ra drest-oll d'er behérian Retorn de Zoué a uir galon</p> <p>5 – Inouramb oll hor Mamm karet Hi'sello mat arnomb berped Hi'bello dohomb en drougeù Hag e rei domb er gùir madeù</p> <p>6 – O Guerhiez, O Mamm benniget Ar ho keih bugale, sellet Ma reneit eldoh o buhé Revé er furnéz, revé Doué</p>	<p>Refrain :</p> <p>O Notre-Dame de Lorette A chaque instant secourez-nous Demandez pour nous à Dieu Un lieu au Royaume des Cieux</p> <p>1 – Notre-Dame du haut du ciel Voyez passez à Séglien Vos enfants agenouillés Auprès de votre maison, ô mère chérie.</p> <p>2 – Heureux soyez-vous, habitants de Séglien Qui avez consacré votre église A Notre-Dame de Lorette Avec Dieu et les gens si aimés.</p> <p>3 – Suivez les pas de la Vierge Elle sera votre véritable avocate Elle vous mènera à son Fils Jésus Pour être avec lui heureux à jamais.</p> <p>4 – Elle qui guérit tous les maux Et secoure tout Elle permet surtout aux pécheurs De revenir à Dieu de tout cœur.</p> <p>5 – Honorons tous notre mère aimée Elle nous portera toujours attention Elle nous évitera les maix Et nous comblera de vrais bienfaits.</p> <p>6 – O Vierge, O mère bénie Sur vos chers enfants, voyez S'ils vivent leur vie à votre exemple Selon la sagesse, selon Dieu</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------